

SELAOU 'TA... (1/2)

Komzou : Job an Irien

Muzik : René Abjean

♩ ≈ 100 *§*

Se-laou 'ta, ha se-laou mad, Bez di-drouz ha war e-vez, War da lerc'h, o tou-gen had,

En da di gand le-ve-nez, 'Ma o tond ar ga-ran-tez, Mab an Tad!

En da di gand le-ve-nez, 'Ma o tond ar ga-ran-tez, Mab an Tad!

Merhed

1. Ba-leet o-deus a-hed ar c'hant-ve-jou,
2. Ba-le a-reom e-neb ar bre-ze-liou,
3. En eur va-le, breu-deur a-zo sa-vet

1. Ne oui-ent ket peur e-teu-fe ar peoc'h,
2. Ne ou-zom ket peur e-teu-oc'h en-dro;
3. A zoug gan-(n)eom dei-ziou teñ-val ar béd;

SELAOU 'TA... (2/2)

Goazed



1. Ba - leet o - deus 'n eur rei o an - ke - niou,
 2. Ba - le a reom 'n eur rei or pe - den - nou,
 3. En or c'hi - chenn, breu - deur 'zo di - hu - net



1. Ne oui - ent ket e oant ho preu - deur deoc'h. Se - laou
 2. Ne ou - zom ket peur e teu - io on tro ! Se - laou
 3. 'Vid der - hel stard be - teg am - zer an éd. Se - laou

Diskan :

**Selaou 'ta, ha selaou mad,
 Bez didrouz ha war evez,
 War da lerc'h, o tougen had,
 En da di gand levenez,
 'Ma o tond ar garantez,
 Mab an Tad !**

1. Baleet o-deus a-hed ar c'hantvejou,
 Ne ouient ket peur e teufe ar peoc'h,
 Baleet o-deus 'n eur rei o ankeniou,
 Ne ouient ket e oant ho preudeur deoc'h.
2. Bale a reom eneb ar brezelioù,
 Ne ouzom ket peur e teuoc'h en-dro ;
 Bale a reom 'n eur rei or pedennou,
 Ne ouzom ket peur e teuo on tro !
3. En eur vale, breudeur a zo savet
 A zoug ganeom deizioù teñval ar béd ;
 En or c'hichenn, breudeur 'zo dihunet
 'Vid derhel stard beteg amzer an éd.

ÉCOUTE...

*R: Écoute et écoute bien,
 Sois silencieux et attentif,
 Derrière toi, portant semence
 Dans ta maison avec joie
 Voici que vient l'amour,
 Le Fils du Père.*

*1. Ils ont marché au long des siècles,
 Ils ne savaient pas quand viendrait la paix,
 Ils ont marché en donnant leurs angoisses,
 Ils ne savaient pas qu'ils étaient vos frères.*

*2. Nous marchons contre les guerres,
 Nous ne savons pas quand vous reviendrez ;
 Nous marchons en donnant nos prières,
 Nous ne savons pas quand viendra notre tour !*

*3. En marchant, des frères se sont levés,
 Ils portent avec nous les jours sombres du monde ;
 A nos côtés, des frères se sont éveillés
 Pour tenir bon jusqu'au jour de la moisson.*